

Na me me mouez ardant evel en deus an eostik
 Me dache da lavaret deoc'h, ia ne ven ket pel
 eun disparti sincer arruet en Kemper.

— A ça ta Lorans Kemener var a meus me klevet
 eo ouman ar motif deus ar gaera merc'het
 mez ne kredan ket e ve, e vefe hi a gaera
 Komparachet dam mestres, dan hini a garan.

Va mestrezik emezan, zo eur boket soussi
 evel eur rosen rus pa ve en he anvi.

Daou vouchouer koton rus demeus he godel a denas
 hag eunan a roas din hag eunal a viras
 evid sec'hi an daelou ia demeus he bisach.

No c'heus ket a souch va mestrez baoue g(o)eliou nedelek
 Pa voam n-hi on daou deus an oter prosternet
 hag enon e c'hoffris(1) sakrifis va c'halon.

Sakrifis va c'halon a va goad assembles.

Dond a ra ar plac'h d'ar ger da c'houlen digant e zad
 eun hanter heur orolach da koms gant he c'hamarad.

mes e lec'h eun anter-heur e deveus bed goulenet
 Allas petek an noz sur e zeo bed chomet.

— a ça ta va servicher me vel'e zon bed manket
 me a vel erru an noz ne ouzon da pelec'h monet

— tavit va douss jan-ivon tavit no voellit ket
 a bars ma vezò nos c'houi vezò c'hoas rentet.

Dond a ra ar plac'h dar ger gant eur galon ardis
 en eur antren ebars an ti en deveus bed lavaret.

— Deud ganem-he va zad da kornik ho jardrin
 hag enon sur me konto deoc'h darn demeus va chagrin.

Mond a ra ar pot koz dre ma voa pot fin
 Sellaou a ra braq bras gand e verc'h e c'homplimant

a ça eta eme ar pot koz breman sur me meus klevet
 Da piou e c'heus dessin da beza demezet.

Mez kent ma permetfen se a eneb d'am bolonte
 Me a kasfe d'ar kouent ar rest demeus ta vuhe.

— Me o ped va chervicher, retornet pepret d'am derempret
 Chaden an amitie neo ket c'hoas torret.

ag e va(2) ar marichal e skeï var he ane
 neo ket kapab da terri chaden an amitie.

me a savo eun tourell e kornik ar mor bras
 hag eno me a ielo d'ober va ermitach

me a savo eun dourell e kornik ar mor don
 hag ahane me velo demarchou va mignon.

Jannton Puil, 9 juin 1851.

Pas de titre.

(1) *Le 1er vers de offris, écrit en surcharge sur un -u-*.

(2) *Ms : va ; lire : ve.*